

Ho Mamm



Ha pa oac'h bihan, potred
 Ha pa oac'h bihan
 N'ho peus ket klevet, potred
 N'ho peus ket klevet
 Ho mamm d'an noz o kana d'eoeh
 Ha pa oac'h bihan, potred
 Ha pa oac'h bihan

War he chapeled, potred
 War he chapeled,
 N'ho peus ket gwelet, potred
 N'ho peus ket gwelet
 Ho mamm o pedi evidoc'h ?
 War he chapelet, potred
 War he chapeled.

E tal ho kavel potred,
 E tal ho kavel,
 N'ho peus ket gwelet, potred
 N'ho peus ket gwelet,
 Ho mam o pedi evidoc'h ?
 E tal ho kavel, potred,
 E tal ho kavel.

E korn an oaled, potred,
 E korn an oaled,
 N'ho peus ket gwelet, potred,
 N'ho peus ket gwelet ?
 Lagad ho mam troet warnoc'h,
 E korn an oaled, potred,
 E korn an oaled.

A zaelou ho mam, potred,
 A zaelou ho mam,
 Dalc'hit sonj bepred, potred,
 Dalc'hit sonj bepred;
 Rak, n'eus netra krenvoc'h er bed,
 Get daelou eur vamm, potred,
 Get daelou eur vamm.

Tremen ra pep tra, potred,
 Tremem ra pep tra,
 An dud hag ar roz, potred
 An dud ag ar Roz
 Met bez 'z eus traou a bad bepred,
 Vel ar baradoz, potred
 Vel ar baradoz,



Votre Mère



Lorsque vous étiez petits, n'avez
 vous pas entendu votre maman
 chanter près de votre berceau, quand
 venait le soir ?

Lorsque vous étiez petits, n'avez
 vous pas vu votre maman réciter
 son chapelet, en prière pour vous ?

Tout près de votre berceau, n'avez
 vous pas vu votre maman filer de la
 laine, pour vous, près de votre ber-
 ceau ?

Au coin du foyer, n'avez-vous pas
 vu le regard de votre maman s'ar-
 rêter sur vous ? au coin du foyer.

Des larmes de votre maman ne
 perdez jamais le souvenir, rien d'ail-
 leurs n'est plus puissant que les lar-
 mes d'une mère !

Tout passe, les hommes et les ro-
 ses, une chose ne passera pas et
 c'est le paradis.

